


NEVEZ AMZER IZ BAK EUGENN...



ANIVERENN
ZIVA 10

PRIZ: 4 real

+0+0+0+

DEUTSCHER

+0+0+0+

STAJOU WAR AR MAEZ.

Kastell-paol : Pempzegtez kentañ miz eost.
Lesneven : Eil pempzegtez miz eost .
Lokournan : Pempzegtez kentañ miz gwengolo .

STAJOU OLL-VREZONEG .

Plougin : Staj labour . Kempenn eur chapell ha traou all . Fin miz gouere .
Plougernevel : Deg devez kentañ miz eost .
Plivin : (tal Karaes). Staj kan ha diskan . Deg devez diwezañ miz eost .

KAMPOU EWID AB VIIGALE .

E Karaes : 1- Pempzegtez kentañ miz gouere .
2- Pempzegtez kentañ miz eost . 3 sizunvez ner hini

STATION DWYEREC

Unan e Rospoeden , Unan e Plougasstell . Besigedunien di en de 11

STATION WAR WPA

1- Yaou 7 a viz gouere — Merc'her 13 . (Daou e-barz) . D'eus Mur da Lannuon .
2- Lun 25 a viz gouere — Sadorn 30. " " . D'eus Hanveg da Gastell-
Pael

-8 stajiad 'vo e-barz pep staj . Graet 'vo en ur vale ha gampi . Klasket 'vo kaoud darempredou gand an dud ha reïñ eun taol-sikour alec'h ma ve oghenn.

-Resiset e vo an traou en ul lizer-kelch diuozet - 11

Gwen, I'd say she's probably about 10 years old.

Abardae : e Karaes . Savadennou sellé-kleved diwar-benn kreiz Breiz .
Savadenn : An Dilez , greet gand brezonegerien ti ar
re yawanek Lokourman

Da noz : er C'hastell-Newez . C'hoariva gand Strollad Bro Bagan ha Strollad

—Sul 29 a viz Mae.

Goude lein . Gouel e Karaes gant kanzeien , diskouezadegou H .

Da noz • C'hoariva gand Strollad Karaes ha Strollad Broct

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

Kazetenn vizieg stourm ar vrezonegerien e Bro Leoun .

Niverenn 10 - MIZ MAE 1977

-Ya , ga ! Houmañ , an niverenn mañ , a zo e gwirionez eûr gwir niverenn zivadeg anez ; burzudusañ tra hag e seblant beza .

'Beleac'h 'ma aet Tountoun Mich , neuze ? Me 'h dare vad ; ha ne ran ket
foutr , nemed an niverenn mañ , iañ , 'vo ket digoret gantañ . Setu , mamestrá , ar
pennad digerid.

七〇六

PENNAD DIGERI

• 10 •

E gwirionez meur a houllenn a zo ganeom en or penid, hag ez an d'o ober ouzoc'h dizale :

Hounnez eo ar goulenn gentañ : Daoust hag e talvezo ar boan deom klask kendelc'her gand or c'helaouenn er bloaz da zond ? Daoust hag ne vo ket eat or mennoziou da hesk ? Daoust hag on-o c'hoaz euri dra bennag da lavared ? N'eo ket avañs deom klask delc'her en he zav euri gazetenn hag hi goullo pod ! Ma jomom , ni or pemp pe c'hwec'h oc'h ober war dro or c'helaouenn ne c'hellim ket mond da bell emod se . Ma 'n em lakit c'hwi , avad , 'barz ar jeu , lennerien geiz , ma kasit leun a bennadou , ma krogit e barz da vag , ma NA da veza eur gwir liamm etrezom , neuze , ne vo ket ken kudenn ebet evid mond war raog .

Ar c'hammed kenta en doare se , hag on pal kenta , eo sevel eun niverenn
ispisial evid Bro Leoun a bez , enni aur renabl deuz kement tra a vez great , en deizz
hicho pe a zo bet great , e brezoneg er vro mañ . Kement tra , sur , graet evid ar
brezoneg , fout pegen dister a vije , fout peseurt menechou a vije o re .

Ar renabl se a zervijfe da gentañ tout evid gweled ervad , petra (peseurt) vez great dre just evid ar brezoneg , evidomio unan . Da eil lakaad an dud da gaoud darempredou etrezo , diazez kentañ eur stourm gwirion , 'pez ne ket bet great beteg hen , kuchamant . Hag e fin , displega d'ar re all , e kenver Gouel ar Brezon- neg da skouer , petra 'reom dre just , da lavared eo , rei d'an diaveaz , eun dao- lenn , ar resisa possUBL , deuz an . Emsao e Bro-Leoun .

Evid diazeza ha lakaad war za an niverenn se , hini da zond neuzen , e kinnigan eur vodadenn . Pedi a reom ahanoc'h , 'ta , da gas unan pe meur a zileuriad, evid pep strollad brezoneg deus Bro Leoun . Ar vodadenn se a vo e Kastell- Fur (e

Gwinevez) d'ar sadorn 7 a viz Mae goude lein . (3 eur)

Deuit , neuzen , da ziskutal ha da zigas ho menochou .

EN TU ALL D'AR MELEZOUR

Setu eta , lennerien geiz , evid ar wech kenta e brezoneg, eur barzenez digand Lewis Carroll (avanturiou Alis , peus ket sonj ?)

Barzeneou Lewis Carroll a zo deus gouenn ar " rimadellou hep penn na lost " a blijskement d'ar Zaozen . Hemañ 'vad a zo ispisiañ mad , dre m'en-eus ijinet Lewis Carroll eur c'hoari nevez war ar geriou , vel ma kare aber . Humpty-dumpty (eur boulomig , stumm eur vi dezañ) oar ervad displega kement ger , nemed , evel ma lavar e unan : " pa ran me gand eur ger , e talvez pez am eus c'haant e rafe , na mui na meaz ! " da lavared eo , n'eo nemed e zoare da zisplega an traou .

Laosk a ran ac'hanoç'h da danva

JABBERWOKUS

Suilhaj ea , ha ker glibin ha tra an doved ,
A veulgourne war an abell , a ouibule :
Chimplig toud ea ar borogoved
Hag ar gwoc'h zozi c'houivlouje .

Diwall euz ar Jabberwock , va mab !
Ouz e garvan a greg ouz e graban a bok
Diwall euz all lapous Jubjub , achap ,
Dirag an tamm freumius a Vandernakk

Hag eñ ha tapeud krog en e gleze vorpal
Ha furchal e pep korn warlec'h , an heuz manzog
Tread ar wezenn Doumdoum , choumas nev' o c'chedal
E-pad eur pennadig e sonjal askellog

Med p'edo e lounka sonjennou gluffig
Ar Jabberwock ha tan dioc'h e zaoulagad
Hag o fuffligellad dre ar c'hood blipounig
A zirede o tratouilhad !

Koad , beuz ! koad , beuz ! ha treuz-didreuz
Ar flemm verpal a ganas sklok ha sklak !
Marc al loen , sammet e benn
D'ar ger e red d'ar c'hwech'h lamm strak .

Pillet e peuz ar Jabberwok ?
Deus 'ta d'am briata , mab ar bannou
Frujusa de ! Gallouk !gallee !
Sklokal a ree kreiz ar joaiou

Suilhaj oa , ha her glibin ha tra an doved
A voulgourne war an abell , a ouibule
Chimplig toud oa ar borogoved
Hag ar gwoc'h zozi 'c'houivlouje .

EN TU ALL D'AR MELEZOUR - pennad II)

- " Suilhaj zo peder eur goude lein - pa goumanser suilha traou evid koan "
- " a zo mad "eme Alis " ha glibin ?"
- " ma , glibin a zo gludeg ha mibin war eun dro , evel eur valijenn , gweled a rit - daou c'her paket en unan .
- " gweled aran " eme Alis , prederiet " ha petra eo toved ?
- " ma , toved a zo henvel ouz broc'hed - henvel ouz glizared - hag...henvel awalc'h euz tennstorrou "
- " leened gwall iskis a dleont beza "
- " hag ez int " eme Humpty-Dumpty " red eo lavared e reont o neiz dindan an horolachou heol , hag e vevont diwar fourmaj "
- " ha petra eo boulgourmi ha guuibulad ?
- " boulgourmi a zo treiha dizrei evel eur gornigell round ; gouibulad a zo aber toullou evel eur ouimeled (pe gwimeled)
- " hag an abell eo an dachenn c'hlaz war dro d'an horolaj heol , maeteze ? eme Alis , souset o weled ken ijinus e ca
- " ya vad . Ober a reer an abell dico'houti , pezegwir ez a pell en arang , ha pell war lec'h "
- " ha pell war bep tu " eme c'hoaz Alis
- " just awalc'h . Ma , Chimplig neuze a zo semplig ha chifus (eur valijenn all ma karit) hag eur borogov zo eur seurt lapous treut ha reuzeudig strincket toud e blu en dro dezan , henvel mad ouz eur valaenn o vale
- " ha gwoc'h zozi neuze a zo eun daare pemoc'h gwer . Evid zozi n'oun ket sur vad . Kavoud a ra din ez ec eur gerig evid"diec'h o zi " evid diskouez o deus kollet o hent , c'hwili oar "
- " ha petra sinifi c'wivloujal ?
- "ma chwivloujal zo etre c'hwitellad ha bleujal ha vel ma vije strviet eun tamm



e kreiz . Kleved a reoc'h kement se , sur awalc'h , barz ar c'hoad du ze ha p'eo klevet eur wech e veoc'h plijet awalc'h .(pennad VII)

Diwar EN TU ALL D'AR MELEZOUR gand Lewis Carroll
troet gand an Ao. Oberour e-unan (na petra ta)

Rabindiana Le Yaourteg

888888888888888888888888

PAOTR TREOURE

An actrou Konk a zo ganet e Treourez e parrez Plougin , d'ar 16 a viz here 1874 . Ar pemped paotr eo diouz eur familh a beisanted o terc'hel eun tiegez na braz na bihan e giz al lodenn vrassañ diouz re ar barrez . Ez bugel dija edo dedennet gand kan al labouzed ha gand kleier tour an iliz o seniñ : troet edo dija d'ar sonerez . E skol ar Frered Lokournan e-neus kroget e studiou , goude ze eo eat da Lezneven hag a benn ar fin eo emgavet e koerdi bras Kemper egiz e vreur kossoc'h Reun .

E 1898 eo bet anvet beleg . Lakeat eo bet da evesaer e Lezneven e pad eun tachad amzer ha goude e teu da bemped kure e iliz Kastell Paol karget diouz ar c'han hag ar sonerez .

Med alas ! abalamour d'eur c'hleñved kof gast e rank dont da ziskuizañ da bresbital Plougin . Enó ioa eur c'hi bihan "Toupiti" e anw a heulie atao an hini klanv . Nebeud amzer goude an Actrou Konk n'eus skrivet e oberenn gentañ ken kaer " Maro ar c'hi rouz e presbital Plougin " .

Goude pa z'eo bet paret , eo deuet en-dro da Gastell ha warlec'h eo bet kaset da Lokenole evid deg vloaz .

E Pleneour Treaz e kreiz Bro Bagan eo bet deuet goude hag ez ee chomet eno beteg fin e vuvez e 1952 . E traou e oberennou actrou Konk eo deuet a benn ar fin e anw skrivagner .

War mean bez an Ao;Konk e heller lenn :

" Pell , pell goude e varo

E envor beo a jomo "

Ar geriou , emañ da hiz da lavared , a nij gand an avel , med ar skridou a jom . Skridou paotr Treourez , abalamour d'an traou kaer a zo enno ne hellont ket mond da goll , na meravel . E pad tost da hanter kant vloaz o deus soniou , gwerziou , kantikou , rimadellou , mojennou , redet flour dindan e bluenn . Ne n'eus ket klasket gounid arhant diwar e skridou , na tenna brud war e anw , karet n'eus e rannvro , tud e rannvro , en o yez . Diskouezet n'eus al Leoniz e giz m'emaint gand o ferziou mad ha fall . Brezoneg paotr Treourez a zo pinvidig , yac'h , flour pobleg . N'ez 'eus

bet barz ebed oc'h ober gand ar brezonag eveltañ . Direbech eo e kenver ar werzoniez , ha muziker eo iveau , sklear hag anat;ar pez n'eus skrivet a zo ennañ merk e spered lemm ha breizad . O komzd'an dud diwar ar mèz , d'an dud o komz brezoneg , paotr Treourez n'eus gouezet rei buhez ha lakaad dirag o daoulagad an traou a anavezent .

Setu da heul eur zellig war lod euz e labouriou :

- kanet n'eus Kastell Paol dreist pep tra all : " Kastell Paol , o kaera bro - Gleaz da Gastell - an tour dantelezet ."
- great n'eus soniou evid ar re yaouank : " son ar vestrez koant " - " Fantig koant " - "
- great n'eus soniou evid ar vugalec : " al labousig bihan - disul me vo pinvidig Marijanig lagad-bran - Yannig an difouer neiziou "
- soniou en eñor da Vreiz ha d'ar Vretoned : " Breiz Izel o kaera bro - gwir Vretoned " Meur a zon all a beb seurt a zo c'hoaz . Arabat din ankounac'h ad eur rimadell farsuz a laka ac'hanoù da c'hoarzin beb tro ma klevom anezzi : " Yann ~~er~~ paotr mad " . Nag ablijadur o selaou Noel Cabon o tistagañ an dra-mañ
- rimadelloù all brudet a zo bet skrivet gantañ iveau : " Pagan Kerlouan " ha " korrida Bilbao " , " Jerom ar mèr braz "

Paotr Treourez a zo iveau eur mojenner diouz ar re wellañ . Aezet n'eus e vejenneu diouz re Yann ar Feunteun . Setu amañ roll darn anezo :

Ar pod pri hag ar pod hcouarn

Al lèuarn besk , ar vran hag al louarn

Yar ar viou acur , ar bleiz hag an danvad

Yann ar c'here hag an arhantour

Setu amañ eur son farsuz skrivet gantañ :

AN TREN EVID NETRA

Selaouit mat , beachourien ,

C'hwi hag en em blije pourmen ,

O vond , o tont'e tu pe du

Gand nerz ha moged ar markh du .

Ha gouzout rit , n'eus ket pell c'hoaz ,

Eur paotr bihan seiz pe eiz vloaz

Hervez al lezenn hag ar hiz ,

Ne baee ken met hanter briz .

Eul lezenn nevez zo bremañ
Da verka petra dle paea
Ar paotr bihan a za en tren
Vit diskuiza ..e benn-adrenv !

Ha pa ve ken met eur meufsik
Bemdez o suna bonbonig
Ma vez gantan eur bragou hir
E pae penn da benn ar gwir .

N'eo ket roue nag impalaer
En deus savet al lezenn gaer ;
Stagec eo bet vel eun neiz pig.
Ouz mantell doull ar repuplig .

Disul a glevan e Kemper ,
Eun Itron vras , met gwisket beys
A glaske kaout d'he mab tri bleaz
Eur bilhet evit hanter blas .

Met ar paotr bihan a zouge
Eur bragou hir , leun a frouge
Hag e lavaras paotr ar gar :
" re hir ar bragou war e harr ! "

" M'ar dee 'velse " eme an itron ,
" Me , pa m'eus met eur halson
" hag a zo berroh an hanter ,
" d'in me va flas ne yo ket ker ! "

Ha va mamm gez , peogwir biskoaz
Ne zougas eur seurt habit gwaz ,
Goude ma rankfe chom a sav ,
Dle kaout an tren evit netra !

PAOTR TREOUR

+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

SIZUNVEZ AR VUGALE E LOKOURNAN

'Wit an amzer deg-dre -gant , ar bloaz-mañ c'hoaz , deg plac'h euz skol Santez Anna e Brest o-doa diviset bevañ en ur barrez bihan 'pad pevar devezh . Dibabet o-doa Treglonou , e kichenn Lanilis 'blamour n'eo ket braz hag eo aesoc'h kaoud darempredou

gand an dud . Kentañ pal ar sizhunvez oa deskiñ brezoneg ar c'horn-bro . Aez awalh eo bet rag merc'hed ar strollad a ouie brezoneg dija ; ha setu' on-eus gellet tapoud un neubeud istoriou , doareou-lavar pe gomz diwar-benn labouriou Treglonou ...

Eilved pal ar sizhunvez oa ober enklaskou resis awalh diwar-benn buhez Treglonou .

Ewid se om bet da gomz gant ur peisant a daou ugent vloaz , dimezet hag o chom war tiegez e dud abaoe pevarzeg bloaz . Komzet on-eus dreist-oll diwar-benn kresk e tiegez , diezamanchou ar re yaouank 'wit dont da vevañ war ar maez , hag iwez dimeziñ ar peisanted . Ur c'houlblad koz e-neus kontet deom an diforc'h etre ar vuhez gwechall hag an amzre a hirio .

Bet om bet o weled un artisan war ar c'hoad . Diskouezet e-neus deom an doare da labourad en ur garoud anezañ . Displeget e-neus deom perag e-neus dibabet al labour se , ha peseurt darempredou e-neus gant tud ar vro .

Goude se on-eus goulennet digant komersantez nemeti ar barrez di zisplegañ deom penaoy e vez renet ur stal . Resontet he-deus deom forz penaoy he stal a ya da goll rag annizidi Treglonou ne gavont er stal tout ar pez d-deus ezhomm , hag a benn ar fin e kavont gwelloc'h mond d'ar marc'had , d'ar staliou braz e Laniliz .

Er fin om bet o weled maner Trouzilit , 'zo brudet 'wit e kezeg , e ched-maeziat , kaerder e koajou . E brezoneg Sibiril eo bet displeget deom gant ar renerien istor ar maner , peseurt tud a deu da ziskuiza du-se , ha peseyrt kudennou 'zo red da ziskoulma .

'Wit echuiñ gant on sizhunvez , on-eus savet ur veilladeg en ur bediñ an oll re on-eus bet darempredou ganto . Dirag ur banne an hini dous , on-eus komzet diwar benn ar racism , ar sizhunvez e Treglonou , ar brezoneg , politikerez e Breizh . C'hoant on-eys bet da ziskouez dezho ez eus tud yaouank dedennet gant ar brezhoneg , hag e fell deho bevañ e yez gwirion ar vro . Klasket on-eus displegañ dezho perag ar re yaouank a nac'h sevenadur Bro C'hall , kevredigez Bro C'hall , perag o-deus c'hoant sevel ur gevredigez e brezhoneg ha difenn o sevenadur . Neuze on-eus lakaet anezho da anavezout 'pez a vez embannet e Brezhoneg : Nevez-Amzer , "Al Liamm , Ewit ar Brezhoneg . Iistoriou a zo bet kontet ha kanet on-eus . Trugarekeat on-eus an dud da vezañ bet deuet .

Erfin , e hellom lavared ema ar parrezioù vihan o vervel dre ma n'eus ket a labour , a vuhez sevenadurel . M'enem lak an dud war ar memes tu e vo possUBL save-teññ ar brezhoneg er gêr, er skol , er parrezioù , e Breizh .

LENAIG

+0+0+0+0+0+0+0+0+

+0+ Klevet e Porspoder :

"Perag" a zo eur c'hi ,

Ha " Fidelig" eur gillez ,

Ha ma krogfe en da reor

E kavfes diñs .

+0+0+0+0+0++0

II a viz ebrel -

Bloavez 82 amzervezh ar skinou ionisés.

Bloavez 35 ar reustl nukleel .

Nann d'an distruij nukleel !!

Nann d'an marw a ginnig deom EDF !!

Nann da raktresou nukleel ar gouarnamant gall .

+0+ Tri bloaz 'zo , ar 4 a viz ebrel 74 dres , Pompidou ha Messmer a zivize , gant 4 pe 5 ministr all (" a huis clos " a vez graet dioc'h an dra se e galleg), hep bezaf bet goulennet ali digant den ebet , ket zoken hini ar skiantourien , sevel 40 greizenn nukleel e bro-c'hall a-benn ar bloavez 2000 .

Daou vloaz 'zo eo bet roet deom da houzoud e oa kaos sevel unan anezo amañ e Gorre Leon , e Plonger pe e Plouarzel . E 1975 eo ata , ez eo bet savet ar strollad CLIN porsmoger , 'vel ma oa bet savet d'ar poent so ivez , CLINou Guimaeg , Bro Vigouden h.a , hag abaoe ar gaos 'zo aet en dro .

Mad , a-raog kregifi gand ar pennad-mañ ec'h en em c'houennen dioc'h peseurt penn kemered anezhañ . Ur sell da gentañ neuze war ar bolitikerezh a renor e bro-c'hall e kenver energiez (pez a c'hell talvezoud ivez 'wid kement ijinerezhel a gaver er c'horn-bro mañ .

+0+

AN ENKADENN ENERGIEZHEL

+0+

An doare kreskidigezh a gaver er vroiou-se a zo anezhañ ar greskidigezh "di-dermen " pe greskidigezh "istorel " , a vez graet diouti ivez . Ul lezenn ekonomikel eo houmañ hag a c'houkenn start ur c'hresk a vevezadur energiezhel ken pouezus en amzer da zond eget an hini 'zo bet en amzer dremenet . Da laroud eo , ma gemerom feur-kreskidigezh ar bevezadur energiezhel etre 1950 ha 1972 hag a zo tost da 3,5 % ha ma lakom al lezenn-se da dalvezoud beteg ar bloavez 2000 , e vo red deom a-benn neuze , daougementiñ hor bevezadur energiezhel . Al lezenn-se , lezenn kapitalour anezhi , ne zalc'h kont obet deuz ezhommou gwirion an dud . Lakiad a ra ahanom da beurseeniñ muioc'h 'wid gilloud lakaad ahanom da bourceas muioc'h goudeze hag an dra-se ewid ma dizfen "un bon niveau de vie "(sanset!)

Er bro-c'hall , EDF an hini eo he-deus he grabanou war beb tra a zell ouz an energiez , setu aez dezi ober 'pez a gar . An abegou o-deus lakaet anezzi da zibab an energiez nukleel n'int ket tamm ebet 'n holl ar re a fellfe dezi hon lakaad da gom-pren , siwazh dezi !

Komz a ra kalz euz dizalc'h vroadel : abeg euz ar re bouezañ hervez !

Padal n'om ket hep gouzoud ez eo he greizennou muia karet , kreizennou "made in USA" , hag ouspenn-se e ouezom ivez n'hom-eus ket kalz a uraniom . Laroud a ra ivez eo tremen poent deom kaoud stivellou energiez newez . Pa weler he arc'hant 'wid an energiezhou newez e 1974 : 100 milion - pa z'eo arc'hantroll he bruderez 'wid an hevelep bloavez tost da 70 milion , ez euz peadra d'en em c'houlenn ouzh piou 'vez great goap ...

Ouzom sur awalc'h , med ouz picou c'hoaz n'on ket ewid e lared .


Kalz onestoc'h 'vefe bet dezo laroud dioustu :" Faot ket deom kemm tra pe dra deuz on politikerezh . Felloud a ra deom kenderc'hek da zaougementiñ lonkadur tre-danel ar c'hallaoued bep IO vloaz . "Ezhomm"on-eus deus an energiez nukleel , "anad" eo! Paket on-eus eun sapre taol morzhol gant an OPEP , med disentidigezh an OPEP 'zo eun dra nemedken e touez ar re all . An embregerezhiou liesvroadel a zalc'h ac'hanom en ur viroud start o c'hrabanou war ar stivellou energiezh . Ha petra ' teuio da vezañ " Nerzh-Skoadur Bro-C'hall" , ma n'hellom ket kaoud ken a blutoniom , daw eo deom kaoud kement a vombezennou eget an URSS , da neubeutañ , alato !"

Laroud a reom ni ez eo dibab an energiezh nukleel , dibab eur gevredigezh . An nukleel n'eo nemed ur fallzigarez 'wid ar gouarnamant , 'wid gelloud chom dall dirag ar c'hudennou gwirion a-vremañ , 'wid gelloud kenderc'hel da stlabezañ energiezh . Ur skouer euz ar re spontusañ deus ar stlabez-se 'zo ar bruderezh a vez greet - hag an implij iwez evel just - 'wid an "Tout électrique ". Doare euzhus mi 'zeus da hu-lañ ar beveserien (ni kwa!) ha da stlabezañ energiezh .


Hag ar bevezadur prevez ne gont nemed ewid 30% deus ar bevezadur holleg . Em gavet om en ur poent ma glasker lakaad tredan e pep lec'h : 'wid gwall'hif an dent , 'wid kempenn ar bleu , 'wid dadturn loustoni h.a ... Hag an EDF a ra pep tra ewid se . Hi eo a lar deom peseurt ezhommou hon-eus .

Ewid al lodenn vrashañ ac'hanom , kudenn an energiez nukleel n'ema ket on anergiez-se hec'h unan med kalz muioc'h en doare ma rener ar bolitikerez e kefiver ener-giez er vro-mañ . Daw menegiñ ouspenn ar risklou braz kenañ a ziwan dre implij ur seurt energiez ha n'eo ket bet studiet awalc'h beteghenn . EDF a lar ne 'zues riskl ebet , med gouzoud a rint EDF 'zo EDF , Hañ !!


Pennad da heul : AN ENERGIEZ NUKLEEL .




I-Eoul-mean .




II-Kreizenn



III-Tredan



IV-Tommerez




V


Gwrezeleg.

treuzdougennet.



Dredan



I-Eoul-mean .



II- Tommerez dre eoul-maen .



III

sal

+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+

OMNISELTIKEG

MHEAR GHAWNHYRU AC YN DWARY-THCRUFAFF
Y DDW BRYR AFF GHAWAR Y BREYTZ !

ÁR JÄNRY ÁG ÁN DÚARÄ-SQRÝÁÁ
Á THÒ BRØR HÀ JAAR Ë BRAITH !

PLURIVROADEG

BREUVTESESJEDJEG



NEMEDOMNG

HAR C'HVNIZIN* HAK HAN DVAREZ-ZHKRIVAN
HA ZUV BRUR HAN C'HVAR HAEZ BRAEIZH!

DISTAGIT AR Z
"VOL'BARZ'HIZIV"

FALZUDEUBEG

AR HUNIRIN HAG AN DWARE-SSKRIWAN
A SW BREUR HA HWAR E BREIS!

SKOL-VAMMEG

AR ONIRI AG AN DORCZ-SERIOA
AZO BREUR A OAR EZ BREIZ!